

YOD-KERC'HA

AR GELAOUENN NEMETI A LAR NE LAR KET AR WIRIOWEZO

POMPIDOU A LAR DEOMP



AET ON SKUIZH
RISAÑ POD-KAMBR MA
GWREG BEP MINTIN!

D'AN HINI A CHUKEN



Ouzh penn kalet da vronn
 Flastret gant va bizienn
 E santen Kromm da gorf
 Ha tomm
 E pleg palv va dorn gouez
 M'edos tamolodet
 Aonik .

Gant frondoù da c'henou
 Aezhennet tro d'am zeod
 E Kases din buhez
 Hag
 An Blijadur Veur .


Kalz e'omm am boa ac'han't
 Meur a wech war 'sizhun
 Bemdez e enaouen
 (Goude bezañ da leuniet)
 Un tan loskus
 E penn da c'harig
 Gamm droek
 E traoñ da doullig santel

Ma pa oamp a gerret
 Veze leuniet ar gambr
 Gant moget
 Ha sioulder
 Paneve da huanadennoù
 Pa dennen re greñv
 Va anal
 Diouzh da vuzuliou

Plijus e oas , ha saourus
 Daoust m'az poa nemet ur c'harr
 Ha bremañ m'eo bet torret
 Bnemañ m'em eus da gollet
 E hirvoudin diehan
 Korn butun adoret .



MA N'EUS MUI PETROL,
 MA N'EUS MUI GWIN RUZ,
 GRIT EVEL AL LOGOD HA
KEMERIT YOD-KERC'H (*)




(*) ne vo tikejou rasionamant ebet, bezit ASUR !

yod kerc'h

PRENIT UR SKOUERENN HAG HO PO UR GELL LAOUEN

PRENIT DIV SKOUERENN HAG HO PO DIV GELL LAOUEN



NDLR-: N'eo ket 'vit lar' deoc'h,
 met YOD-KERC'H 'zo ar
 gelaouenn nemeti 'zo bet
 digresket he friz!
 - ALTALAVICHER -

DAOUST HAG-EN Eo yod kerc'h ur gelaouenn bolitikel?

Zst iz zev kwezchion!

NET NE LAVARIMP KET DEOCH!

ha ma revr
 daoust hag-en eo
 politikel?



Ac'hanta kenvroiz ha kenvroadezed ker. Emañ ma sonj dibunañ amañ un nebeut
pozioued diwar-benn problemou grevus a chom oc'h hilligañ beg ma zeod ha ma
fluenn. Anavezout a rit an torfed euzus machinet a-enep deomp gant an arabiz.
Divizet o deus ar re mañ digreskiñ ha troc'hañ takenn ha takenn hon emporzh
aduriou gwin. Ya, deomp ni, bretoned vat ha n'hon eus morse chigardet anezho
(pe ken nebeut; hag an dra se zo pell forzh penaos.)

Gouzout a ran lennerien ger n'emaoc'h ket e-touez ar re o deus kroget da
stockañ an evaj se e fons hoc'h arbeliou, ho toullou-kaoc'h... Nann fizians
bras hon eus en ho "sans siviik". kouskoude e sav dirazomp ur gudenn c'hrevus:
petra vo graet ganeomp tud vat ha sentus?

Da zigentañ tout, petra zo bet graet betek hen? Difennet e vez mont en tu
hont da zek derez gant an alkol, an tourtadou hag ar riboulladegou a zo berzet
grons d'ar sul hag ouzhpenn se e vez serret an ostalidiou da zek eur bemnoz.

He ben, kenvroiz ker, n'hon eus ket aon da larout hag e lavaromp: n'eo
nemet brizhdivizou evit brizhtud ar pezh n'hoc'h ket lennerien ger, evel
just-. Met dambear, perak? ec'h estlammit hu. Respont a rin fraezh ha sklaer
c'hoazh hag hep kuzhat netra ouzhpenn se: da betra e servijo an divizou se
pa ne vo ket mui gwin ebet ken, pa ne vo ket mui gwelet bag ebet o touarañ
en hor porzhiou deut da vezañ ken trist ha dezerziou diharem. Ya, klemmomp
war hor paour kaez pobl douellet gant renerien dinerzh ha dic'houest!!!

Petra a ginnigomp neuze? Ha lennerien aketus ha doujus (hag eñ ho peus
paeet ho komanant da Yod Kerc'h?) Y.K. ar gelaouenn a ya war grog -gant
daou damm sukr mar plij... mersi- Eye, rakwelet hon oa an enkadenn skrijus
emaomp e-barzh bremañ. Evit se hon oa kaset strolladoulabour da enklask ha
da furchal dre ar vro a-bezh. Ha petra o deus kavet? Un dra sebezus ha di
c'hortoz, un dra "fentus met souezhus memestra": n'eus ket a buñsiou gwin
e Breizh. Ya, lennet ho peus mat: n'eus ket a stivelliou gwin e Breizh.
Echu eo gant ho kwin (blevenn d'ar pin; OH -ar skrivagner a lamm e giriegezh
e responsabilité). Dav eo, reteo kavout traou all, evajou all.

Ha klasket hon eus adarre. Tud Yod Kerc'h ne gilont dirak netra, evidoc'h
lennnerien ger. Benn ar fin ne oa ket re ziaes deomp gant an niver a spe
sialited war an evajou a zo en hon douez.

Ar respont a zo digoueeet fraezh ha dammsklaer e giz ur werennad sistr:
ret eo diorren, diazezañ sevenadur ar Chouchenn. Setu aze un died nobl a
zere kalz gwllloc'h d'ar vretonek, mibien ar gelted, mibien harozed, haro
zed o unan - neketa, ma mignoned?

Ret eo deomp eta evañ ni hon unan, evitomp hon unan ha gant evajou
deomp hon unan! Trawalc'h gant gwin ar c'hallaoued, ar vougnoled pe n'
ouzon ket piou c'hoazh. N'on ket gounnelour (rasist) met memestra, hen?

Tud zo a zo brav o gwelout bremañ eo ar re o deus nac'het dre lezi
regezh pe dre dreitouriezh, asantiñ da c'her stur an ELG: "hep Chouchenn,
Breizh ebet". Ha, ha, dalc'hit sonj mat eus ar re se, chomet berr war o bou
tailhou goulo.

Arabab deoc'h ober egisto. Ur chans bras hon eus aze, chans Breizh eo.
Ne c'hellomp ket mui bezañ resevidi, bezomp alouberien. Brest n'eo ket bet
ur porzh-gwin, stourmomp evit ma vo Rotterdam, an Haor Nevez pe Londrez
porzhiou-Chouchenn. Ra vo chouchenniou e pep lec'h. Ra vo kontammet ha
klanvaet tout ar c'hofiou gwin, bier pe wiski gant hor Chouchenn vroadel.

Ni, bretoned n'omp ket gouest da rekuperiñ hon douarou gwechall gant
nerzh an armou (start eo da laret martreze, met arabab bezañ re fogaser
memestra). Bez' e c'hellomp kouskoude gwaskañ ar bed holldindan hor bou
tailhou pe welloc'h hon donellou.

Bezomp kreñv bretoned hag e c'hellomp hon hendadoù, ar gelted kozh,
bezañ lorc'h enno o welout ac'hanomp mestr war ar bed dre nerzh ar
Chouchenn.

YASSEF ARABAT

gant Adam hag Eve Jistalaou

Seurez Anna-Vari, eus kouent Kanuhel, 'oa bet lakaet, kement ha servij d'un dra bennak, da ren kamp-hafiv Yaouankiz Sant Nikolaz.

Hervezh m'eus klevet 'oa tremenet mat an traoù, hag evel just 'oa lakaet ar baotred en un tu, hag ar merc'hed en un tu all. Ar vugale o doa nemet 7-8 vloaz met na ouzer ket petra c'helle yaouankizoù a-vremañ ijinañ... dreist-holl abaoe 'vez lennet Yod-Kerc'h gant tad ha mamm aliesoc'h eget Buhez ar Sent.

Setu, un deiz, pe un abardevezh 'vit larout ar wirionez, 'oa aet an holl vugale, gant o monitourien, d'an aod, evit ober un tammig glebiañ d'o feskennoù tener.

Met Seurez Anna-Vari, siwazh, 'hedoa ankouet he bikini. Ya, evel just, abaoe Vatikan II, ar seurezed 'zo bet laosket da wiskañ an daoubilhoù, da lavarout eo, ha dirak an dud war an draezhenn, ar golo-revr hag ar sac'h-divronn.

Hag ar vugale o doa plijadur oc'h ober "tremette", hag ar merc'hed a huhe: "Oskour, 'mañ ma revr 'barzh an dour."

"Oskour, 'mañ ma zraoù e skourr" a responte ar baotred.

(NDLR: se ne oa ket bet desket er c'hatekiz. Lennit, diwarbenn ar revr hag an traoù e skourr, pennadoù-skrid gant Klereg, mestr ar reizh e Breizh).

Bepred, ar paour-kaezh seurez, o welout an holl 'kavout kement-all a blijadur en dour, 'oa deut c'hoant bras de'i da daolañ he dilhad ponner, ha da lammat war an draezhenn 'vel ur pesk nevez pesketet.


Met ankouet 'n doa (lennit uheloc'h) he biñdemer. Penaos ober?

Setu; (Che, 'vel 'lar ar wenedourien, gast). Pa oa echu an abadenn, Seurez Anna-Vari a laras d'ar vonitourien mont d'ar c'hamp gant ar vugale, hag hi a chomas, hec'h-unan, war an draezhenn.

Kerzout 'reas, treid noazh, betek al lec'h ma oa izel live an dour. Met c'hoant bras he doa da vont pelloc'h.

Ha setu 'pezh m'eus gwelet ha klevet me, oc'h erruiñ aze war an tomm.

Me 'wel ur seurez, gwisket gant he gwiskamantoù leanez, o vont pelloc'h ha donoc'h er mor. Rep paz a rae, hi a skluc'he un tammig, o sevel he broz gant he daouarn hag o skeiñ he revr war an dour, en ul lavarout: "Ev 'ta, ev 'ta, ma zamm kazhig paour! Peogwir an Aotrou Doue 'n deus difennet dit debrisñ! Met gallout 'rez evañ!"





ME PAZ 'EO
BET RET DIN
DIBAB ETRE
AN EMSAV HAG
AL LED-EMSAV
N'AM EUS KET
FAZIET..TE OAR
N'ON KET KON
ME TAMM EBET

Setu evit ur
wech un istor
sirivus e
YOD KERCH
n'eo ket re abred
setu AN EMSAVER



ISTOR AN F.L.B E
ST BRIEG, AR GERIADUR
ISTROGEL, ME EO...
YOD KERCH..ME EO
C'HOAZH.. AN EMSAV
A ZO ME HA "VIS VERSA"



TE OAR PETRA
VISE AN EMSAV
HEPZON?

NANN
'VAT

UN TOULL
KAOC'H
HEP NETRA
E-BARZH

RAK NE ZRAGAN
KET ME!..NANN
NE DAN KET DA
WELOUT PESEURT
LIV A ZO GANT AR
CHISTR ER FESTOÙ-NOZ
N'AN KET DA WELOUT
HA GWELLAET O
DEUS MERCHED
AN EMSAV!
AN EMSAV
ARAOK PEP
TRA

GAST!



N'EUS MORSE
BET LAVARET
DIT AZ POA
DAOULAGAD
BRAV

EO, AN HOLL
DUD HEN
LAVAR DIN!

AN HOLL O DEUS
GRAET GOAP OUZHOC'H
RAK N'INT KET BRAV
TAMM EBET!



TIGAREZIT
AC'HA NOMP
TEC'HET EO EUS
TI AR RE FOLL!

AN IVERN
AZO
AR
RE ALL!



GAST! ME
GAVE DIN E OA
KALZ GWELLOC'H
EGET-SE!.. VA
DIGAREZIT

BOUL C'HURUN!



m'am
bise
govezet
ne
vijen ket
deuet

n'ho pige
ket
gwilet
niv. 3
YOD ker'h?

Biskoazh
kement all!

eo! e-kichen
ar
voutailh
quin
gwenn

SKRITUR-SAKR AN AMZER-VREMAN

("Barr-huonig war feskennoù ha bronnoù")

Abadenn veur e-barzh gwele-kloz Frañch Kozh.

(.Ur selladig ouzh ebatou kuzh ur Chaloni Chalet.)

"Evañ gwin, kañjoliñ merc'hed

Setu dever ur c'hloareg"

(-Introduction d'ar vuhez devot-)

Du-hont e Bro-leoun santel kalotinok, er Bouc'h-Gwenn - tir ar satired gwechall gozh - ez eus ur presbital a vez meur a rachibuz ludik e chom en ennañ, seurt beleien a vefe poent dezho mont divanac'h ha, peurgetket... divannac'h.

En o zouez e kaver ur gour deus ar re vrudetañ, ur pezh pikol gouron meur e Bro ar Veurtagh - rejioun bitoc'heskañ ha tipikañ ar Frañs Eternel -, An Aotrou Chaloni Frañsouezh-Mari FALSKLUN, a vez graet, gant tudoù blech 'zo, Frañsoua FAOKON deus outañ. Satordellik! N'eo ket gwir anezhañ!? E barr e vrud emañ bremañ, fitandoumen! Ha n'eo ket dre forzh distilhañ dalbec'h ken fraezh gousperoù goude friko ar sul, nann gast! An haroz-mañ, ken illur hag un erer e revr pezhell, ur sapre lapous anezhañ evit doare, steredenn veur savañted emañtañ an Univerc'hsite, a zo deut kement a vrud gantañ e foñs ar vro, e goueled anezhi, dre'n arbenn m'en deus fardet, e-giz d'ur machikod e fardañ flip e-barzh ar sakristiri d'ober pant ar soubould, ar parlant meurbet maodern a zo ar Falskluneg e anv - diouzh ur fall hune kredapl bras! - Palamour m'en deus iñvañtet, an den deollik-mañ, un "Hoc'htaograf Universcythere", hervez prinsipoù dinazifikasioun skritur ar Beurtoñ-Armoc'hikeñ, ur meni-galianeg arnevez, sañset..., peadra da vont lellik-moumoun gant aotorc'hiteoù ar Skol-Vuoc'h ("forzh" en deus anezhi, dre "forzh" ober chourig ha sev dezhi... "ken kourzh" mont e-barzh(I)enta!) Kement-mañ n'eo gour evelato. Ya da! War hon eus klevet gant spierien ar "peoc'h-unvan", paotred ar Breuthonneg supergoñpletamant unifiet, ez eus e-barzh "ratondi" parrouz ar Bouc'h-Gwenn - Bro c'hinidik ar "C'hazh-Du" - ur chevrennig a garabasenn, Katell-Gollet Bronneg he anv, a ra "koñsiañ-sieuzamant-tre" (bete re a larfe a dra sur an Aotrou Papabig, penn-bras ar Watikann, erez'n ennañ) war-dro he c'henannezidi, ken war-dro an Aotrou Kure, ken war-dro an Aotrou Persoun, anezho koantikikañ aotrounez war o saeoù en eskopti Kepac'h ha Leoun... Mes-hogen-met, an hini a zo arru-mat-tre ganti - n'eo ket dre zegouezh eo !- n'eo nikun estrevit hon Fañch Fallkon Fallakr, fallusat loen en Breizh-Izel, iche Doue! Arabat eo deomp sevel falloni outañ memestra; ouzh ur chaloni, tredir! Resped d'an Aotrou Pro-faezhour brokus a brof ken aes e fraez a feso d'e "superioered spirituel"... me lar deoc'h...

Neuze'ta, hon leanig fur - hemañ n'eo ket un evn Breizh, un evn preizh, ne laran ket, na netra -, evit dezhañ bezañ oajetik a-walc'h - mall eo leviata anezhañ trema'l leve, gast putenn! - n'eo ket aet kabac'h-mik... c'hoazh. Feiz! Chomet eo, pas toutafet mes apeuprê da nebeutañ (diouzh mod savaret ar c'halotinig beulz...), holl e fakulteoù gantañ. Goût a rit, tudachoù latous: en ur sevel, berr-ha-berrick, pidennoù yaouank-enflammet, dispaket primik-ha-primik, tan foeltr!, d'an aeled, nemetken..., e chomer yac'h, yac'h-pesk ha n'eo ket yac'h-besk, e-giz d'ur bultur. Ma. Se n'eo traken met bidennoù. Me ho ped, kloareged, paour-kaezh kaezoureien, chomit gant ho pidennoù! Evit ar pezh a sell ouzh an "arc'hweladur strinkadurou-riezhel" (pe, mar kirit, founksionamant ar sustemm ijakulatoer, en brezhoneg beleg Leoun...) ne chom ket bout nepred. A drugarez Diaoul... Hemañ n'eo ket ur c'hatolig koñ anezhañ, n'eo ket un tizog 'vel an Abbelart(2) kozh a oa aet digantañ e "lod-ar-pardon"... (ne oa ket kalloc'h ar manac'h, da lakaat e berr... ma zud fidel) Hemañ a zo duac'h da lenn levrioù a seurt gant "Reizh Atav" (-Histoire et actualite de l'erotisme breton) savet serzh gant Houlier Bordell. Ha war ar priz, goude lenn pudikamant - eleze ent-elevezel eurioù talvoudok e-giz "Pratiqueu ha meditationeu devot", "Manuel ar guir gristen", "Penaos karet Jezuz-Krist" (ma n'eo ket ur vezh!!!) ha "Reflexionou profitabl var ar finvezou diveza" da skouer, en deus desket

timat lakaat e bistolodenn da vont en-dro - ma n'eo ket e-barzh, iustik...
- ha ken tizh ha tra lakaat mane en e yalc'had polos, boullc'huru! (Kv:
"Rudimant ar Fenniñ-sper") Ac'hanta! (eme an Armañsig, Ankou treu-ki e
Falz falc'hunekaet azeulet) n'eo ket rasket dezhañ (da data Falsklun
'veljust) galoupat war-lerc'h Katellig Toull-sperañs, dezhi lodennoù brav
ral (ar voudig-mañ a gasfe kazi-sur an "adlodennañ" da Gankari-noz!).
Honnezh a ya dirik dirakañ e-giz d'un annoar e sellet pizh ouzh pich ur
mell tarv, war-dro kelig-an-hañv... Sed! Diouzh an noz-dall, goude lavaret
ar pedennoù e ya hon labousellig war-eeun e-tramek kambr nevet Toñtoñ
Frañsouezh (Ra vezo "miliket", en avantur Doue!), da lakaat buan he sac'h-
karn lart-kuilh e-barzh ar gwele-kloz diglozet m'emañ al labousig, tommet
d'e benn-araok (Doue 'oar dre benn da betra...) en ennañ. Aet eo, eveljust
hag evel reizh, war he ranig-ran ha ne chom 'met he c'hoef rinik ganti
war he boulienn.

(3) - "Argad!" eme hon leounadez hudur gadal he bronnoù argadus-kenañ. Hoal
kannadez karadok an Aotrou Satanez, penn-tiern ar bed, a zo trec'h da len-
tigoù kouch fallus demstignet an den-a-iliz... (Penn-kouch e c'hwil damgouch--)
Ar wrez orgedus n'he deus he far da lakaat ar gup lik-dilik d'en em zivas-
kellañ, tra ma ra Mari-Forzh chalantiz dezhañ - Chalantiz d'ur chaloni:
da skarzhañ e chalant dioutañ moarvat...

Hag eñ da darasiñ da flac'hotiñ da frotañ da vouchañ da afañ da bokañ forzh
pegement forzh pelec'h ha forzh penaos.....

Gwellat! "Sonnet eo ma lost tout, mallozh Tou!" eme ar raton peursatanazet,
war e goñfez, paourik-kaezh "kellenec'h" na oa ket war e du tuchantik.....

- "Abalamour da 'r c'hleier, sur a-walc'h!" eme neuze ar garabasenn c'hor,
e soñjal emichañs en tour-iliz, arouez splann penn-bazh stambouc'het Sant
Alar... (un Abanadur n'eo ken...) Evit keloù-se, tri mil c'hast!!! Petra
eo un tour-tan ma n'eo ket diskwel er vann tres un ibil, tanijenn en ennañ??!

- "Ne ran fouzh 'kaer, a gig!" eme war ar prim Frañsoua lostek-lostok da 'r
sunenn friant a ginnig, madelezhus-bras, ur gouin(4) frank da viroulig
kresket ar souin...

- "Deomp dezhi 'ta!" eme ar "sonnerez" oriat aet pitilh 'giz d'ur giez
sot-nay-gay, mall warni.

- "Ra vezo great hervez bolountez Gwener, evel-se bezet great!" e huanad
plaebouilh Bro-Leoun da'r gailharenn c'hoant bras dezhi....

Hag ar sparfell taer ha terriñ ur graonenn dezhi meur a wech ken e ra
dezhi bourrañ-divourrañ e-giz d'ur wiz hilligus e strizhañ gant ur mell
torc'h dichipot...(5)

Aet e Breizh (...) gant krabanoù ar c'hrakfalc'hun -.

Satordistac'h! ne oa ket deut al loudourenn da glask polos en ur gwele-
kloz digloz?!?!?

Bastik ! n'eo ket chomet ar "penitiour" da glevet e bater-noster ganti?!?!
E gwir, n'en deus ket klevet paterioù ha litanioù gant e ...barez, buoc'h
an Diaoul!

- 'Warc'hoazh e yay ar Chaloni dichelet chalmet da lakaat e viniou
brondu-du (honnezh 'sun ken na sun...) da strilhañ beradennoigoù staotaj
e-barzh ar piñsin dour binniget, er C'hrouez Doue...

"Charinkañ mez, klakañ benenned
Setu kefridi ur beleg"

(- Instructioneou Santél -)

CHERLAMEN KABIDOCH (e kernew, miz Mendem 1973)

("Buhez intim Sant Fransez ar Merzher")

(Pep gwiz strizhet strizh)

Notenn (1); Arsa, kloer! Penaos en em zivoustran? - N'eus ken mont e-barzh
Toull ar Skol-Vuoc'h. Homañ n'he deus ket he far...(parabolennoù ar Fallglun).

(2); Disoñjet gantañ reolenn ar Gasted, eo bet "kastizet" al lean
kastret-mat gant paotred ar "C'hellaoua" (ha n'int ket troc'herien vuzhug...!)
N'eo ket aet da voueta ar groug da v-Montfaucon ("Menez-Falhun") memestra!

(3); Lugañ ha dislugañ ar gadal e vont da'r gad - da laret eo p'emaoc'h e vont da c'hoari lamm-dilamm 'giz da'r c'had.
 (4); Evit ar wech eo bet broudet leon gudulus goueled-leon e tidostnat deus al leanezed divergont ha morzhedok : un hoberellig holet gant an toull-kalc'h e foñs garbedenn ur garabasennig meurbet gaoloc'h! Galiane-gachou c'hoezh, ma chesus!!

(5); "Exemplou eus positionou al luxur" (Manuel aboundement illustret) gant Breur KOUSTIANSUS 1804 (imprimic'hi ispisial)
 (da vezañ adembannet a-barzh nemeur)

(6); Seurt linheradur (hini un "abostol" koulskoude...), difennet-groñs gant barbaou kozh "Emglev ar familhou", lese an Otro Danders-Deubré ("a c'houlenn ma vo diwallet da reiñ ton d'ar bornografiezh"...), Ha diembannapl diouzh reol ar re zeol a vo sur-mat tañvet a-zevri-kaer gant rac'h seurezed ar vro-mañ. Da vourrint outañ!! Ha boz sof-kont da dud "Emglev ar familhou"....



TROIOÙ LAVAR ISTROGELL



RE ZO RE
 HA N'EO KET
 RE ZO NAB.


POMPIDOU



NE ZEVIK KET
 NDI DA VREIZH
 D'OVER SKI
 Na !!



AN HINI 'ZEBR STRIPOÙ
 AZEBR KAOc'H A-WECHOÙ



GWIN RUZ
 ALAK AN DEN WAR E DU
 GWIN GWENN
 ALAK AN DEN WAR E BENN



AR MELIMER 'LAER AR BLEUD
 A VO KROUGET DRE E VIZ HEUD
 HA MAR NEVEZ KET KROUGET MAD
 E VO KROUGET DRE E VIZ TROAD

gant Breur Arturo

Pa n'eus strinket an heol 'barzh ma daoulagad ar mintin-maf, m'eus dizol
ar bed en-dro: ar prenestr, anv voutailh c'houllo, var an daol ur gastelodenn
leun e zisloukachoù, ha ma avu a save din en un doare divoutin.

Ar wech-mañ e rae ur bos war ar gwele. Pannet kuit al liñserioù a-ziv ar
ma c'horre m'eus sellet deus outañ gant ar souezh, ya gant ar souezh. Rak n'eo
ket bemdez e vez kavet ur bos traoñ ma c'hof, unan du, lart, skedus gant
gwazhied ha tout.

Neuze on savet da ziskouezh d'an dud m'oa un avu, rak ne oa ket anat betek
hen. Ya, mes kouezhet eo war al leur boum boum boum. Taolet m'eus anezhañ
e-strad ma foubelenn.

Fremañ emañ o vont da vervel met a-raok chom mut dindan skilfoù an
Ankou pevarlostek e larin deoc'h, ma breudeur Breizh Izel, kentelioù evit evañ
disoursi en un doare skiantel.

1.- Ganet oc'h en ur evañ (laezh ho mamm)

Dav deoc'h mervel en ur evañ.

2.- Dav evañ en un doare skiantel: merkañ bemdez ar pezh a ever evit
lakaat da greskiñ diehan.

3.- Ne c'heller ket bezañ mezv bemdez
bep eil devezh nemet ken

4.- Pa vezer marv ez er kaset war eeun da Zouar ar Gelted Kozh e lec'h
e tiverr ar chouchenn diouzh ar feunteunioù hag ar stivellioù.

- Marvit ez laouen -

(Notenn: avu = foie = Preizh.)



AR RE YOD-KERC'H


EMañ int atav o c'hortic

O PROF EVIT

NEDELEG !


AR BIED 'BO O KEMM!

O YE!



echu ivez en iwerzhon... AR gwir A vez roet dezho
da votiñ... An arme 'zo o vont kuit.. Ha goude
se e vo c'hoazh ^{Tudo} Lavarout n'eo ket Bro Saoz
ur vro demokrateR!


ar Amerikaned
 ne vint mui
 Rediet da
 derrel ar
 BRIZONIPi eus
 o "Elikopter".
 hag ar
 Russed a
 gemmo o
 Labouradegoù
 armoù e
 Labouradegoù
 suzig!..



Ar re au
 ar re wenn
 n'int
 mui da
 lazhañ
 ar
 re velen!
 #



Vietnam. echo eo ivez duhont. N'eus mui kalz
 Amerikaned... Diéub eo ar vro. Ur brezelig di'abar
 a chom d'ober. Un dek vloaz bennak c'hoazh.. Met
 Petra eo dek vloaz
 Vietnamianiz? "



a-benn ar fin n'o deus ket da glemm, em berr e c'hellint
 debriñ, karout, fañva ar pezh a fell dezho... Ur c'hemm bras a
 vo evito.. met' ni e Breizh, n'hon eus na brezel na netra
 evel-se .. Ar c'hallaoued n'int ket Fall awalch (na!)..



Echu eo ar brezel, heñ, tudou !
 Trist eo, n'hon o ket mui hor
 gwalc'h a wad bemdez da
 vare merenn pe lein pe goan
 gant an tele etre ar soubenn
 hag ar plad kig rostet. A boan
 ma lamm ur paotr ur wech
 an amzer war ur vinenn
 bennak (ha c'hoazh an holl
 ne lammont ket ken uhel
 ha Carrero Blanco, neuze...)
 a boan ma z'eus bet
 40.000 den gloazet pe
 lazhet er Vietnam abaoe
 ar "peoc'h", degadoù
 bennak tro dro da Israel
 pe er Chili.

Ya, tudou, pep tra a zo
 mat er gwellañ bed 'zo.
 Ha ma ne vefe ket kudenn
 an eoul-maen (esens)...

MARGODIG KOANT

war don " Gastibelza "

Margodig koant, paotrez he lagad mignon
a lavare
"Pezh diaoul lubrik a drubuilh din va c'helen
perak noz-deiz
E verv ar gwad e-barzh ma holl wazhied?
ha pa gouskan
M'eus sonjoù lous war strobelloù ar baotred
ken a staotan
o ya
ken a staotan




Ma bronnigoù bihan n'eus ket pell amzer
'vel div brunenn
A zo bremañ kement na tezh un ouner
dare da loen
Un torkad struj e'm gaol a zo diwanet
hag a-wechoù
E red ar gwad penn-da-benn ma divvorzhed
war ma botoù
o ya
war ma botoù



Tridal a ran pa welan ur marc'h kouilhek
dispak e stal
Ridet e fri, o sailhat war ur gazeg
'n ur c'hwirinal
E'm c'hwil neuze e vouñtan ma bizied
donañ m'hallan
Ha zig ha zoug, e talc'han da ribotet
ken e vrammañ
o ya
ken e vrammañ

E korn ur vur en ur dremen pa welan
lost un aotrou
Em eus mil boan o virout teurel warnañ
ma c'hazabanou
Evel genou ur pesk en e agoni
ma staotijenn
Ne baouez ket da serriñ, da zigeriñ
leun a c'hlaourenn
o ya
leun a c'hiaoutenn

Drek ur ridoch, a graiz kofes pa welan
flemm ur c'hure
O fistoulat vel ur pikol silienn
dindan e sae
Leuze santis ma daoulagad o vervel
vit morediñ
Hag e taolis ma dorn war ur gorz-avel
leun a vic'hi
o ya
leun a vic'hi



En anv Doue, lar din pelec'h on dalc'het
lar din Loeiza
Rak war ma feiz mar nez on prim louzaouet
'rankañ foeltrañ
Margodig kaerzh me ne'm eus ket a louzoù
vit da giefved
Mes Yann an tourc'h en deus e-barzh e vragoù
ur vuredad
o ya
ur vuredad

PROSPER PROUX
(GWERLESKIN WARR
1845).

[SUR E OA TUD
YOD-KEAC'HEK KILZ
ARAOZOMP C'NOAZH

ITRON YOD-KERC'H

he deus

plijet dezhi:

- "design" jendarmiri Kemper
- ar "Chouhenndi" 53, straed Antrain e Roazhon
- tantadoù korn Fouenant daoust ne oa ket c'hoazh Gouvel-Mikel

gwelet:

- revr Person Skrignag
- lost Aotrou Maer an Erdeven
- Messmer (met ne oa ket war e noazh... dipitet eo bet)

prenet:

- liv du (perak 'ta?)
- ur stal eoul-maen (pe esens ma fell deoc'h)

bet evit Nedeleg:

- Dastumad Yod-Kerc'h goloet brav

esaet:

- gwern d-Tabarly



(NDLR: Ar skeudenn 'zo bet gwennaet gant kouch-troc'hañ Yod-Kerc'h... gant ar vezh!)

roet 'vit Nedeleg:

- ur briket hag un dihuner d'an FLB
- goudroñ da harz-labourerien b-Pederneg (bez 'zo pleuñv ganto dija)

kinniget:

- da Lemoux (Rener ar Stade-Rennais) mont da welout Pinochet evit deskiñ ar mod da leuniañ ar stad.

AR RESPONT MANTRUS!



Seblantout a ra ez eo ar ger memetañ a vez komprenet diouzh ur penn d'an hini - all da Vreizh. Daoust hag-eñ a zo tu da Lavaroot goude kement-se n'eo ket unvaniet ar yezh?

PAJENN BOLITIKEL

- Bro Spagn: Un dra chañchet e Bro Spagn: Carrero Blanco en deus graet ul lamm warantukleiz.
- Breizh: goude afer an "Houad Chadennet" 'zo bet kavet ivez ur mikro 'barzh gwele renerez Yod-Kerc'h.

(NDLR: merzhout a reomp e oamp selaouet e stereo: memes an AG-ed o deus komprenet e oa Yod-Kerc'h ur gelaouenn cheuc'h.)

EMBANNOÙ (Petitzanoñs)

Ofiser jendarmiri a chañchfe e jendarmiri 'vit ur velo 'vit mont pelloc'h. Skrivit da:
Hent Pont-'n-Abad
29000 QUIMPER

(NDLR: N'emañ ket holl hol lennerien ger e Brezhoneg Bev c'hoazh)


Evit kaout tammoù-maen eñvor Charlez-Vras, skrivit da: Ti-kêr
29000 KEMPER

Fonctioner eus Paris a feurmfe ur c'hastell e Bro-C'hlazik 'vit ar vakanoù bras
Skrivit da: Pomp-e-doull
75 PARIS

Klask a ran parachutoù. Unan evidon, unan all eut va c'harr.
Skrivit da: Marcellin
Ministr brein ar Jus
PARIS

Tennet eus ar "35" a zo un
gelaouenn eus ar
re vreinañ.

DES AFFAIRES A FAIRE...
DES PRIX A PROFITER
à partir du samedi 5 janvier



Sotoc'h. Sotañ

O peuple breton, si religieux, si moral,
le jour où tu passeras sans t'arrêter
devant ces tavernes maudites, tu seras
le premier des peuples, mais si jamais,
à l'ivresse de tes dangereux breuvages,
tu joignais l'ivresse de l'impiété,
malheur : tu serais une nation intraitable

- MGR Graveran -
(Embannet eo bet e Feiz-ha-Breiz N°1
Miz Gouere 1919)

Daoust hag-eñ eo chomet ken
uhel o spered?)

"Ar Vnetoned ne garont ket
an diavezi di" (étranjourien)
(Fañch Vallee - Yezhadur Bras)

Cachée
dans un clocher !
**la station relais
de la police
sabotée...**

BREST. — Que pensez-vous
qu'il puisse y avoir dans un
clocher ? Des cloches, certes.
Mais encore ? A la grande sur-
prise des Brestois, samedi on
a appris qu'il pouvait également
s'y trouver des stations relais
télécommandées de la police.
Pourquoi dans un clocher ? Eh
bien tout simplement pour profi-
ter de la hauteur

Ces installations, bien sûr,
restent secrètes. Et les enquê-
teurs aujourd'hui ne compren-
nent toujours pas comment les
« voleurs » ont pu avoir con-
naissance de ce dispositif.

Les policiers se sont aperçus
de la disparition des « émet-
teurs-récepteurs » samedi matin.
L'un d'eux était tombé en panne
et une équipe était montée dans
le clocher de Saint-Martin pour
aller réparer. Découvrant le sa-
botage, l'alerte fut aussitôt
donnée. Les auteurs ont eu la
tâche facilitée par la présence
autour du clocher de grands
échafaudages.

Quant aux communications
radio de la police elles n'ont
été à aucun moment perturbées.
Il existe en effet, cachée dans
une autre endroit (1) une deuxi-
ème station de secours

Le curé de St-Martin, lui, a
appris ce sabotage par la police
qui précise que ces appareils ne
peuvent être utilisés. Il conna-
issait l'existence de ce dispositif
placé dans le clocher et y a eu
nombreuses années et n'aurait-
il, créait certaines pré-
férences dans la scolarisation
l'église !

EXPULSEZ
MARCELLIN !



Ya ket mad,
nann?
Mirit anezhañ
ganeoc'h. N'hon
eus ket c'hoant
deus se !



Tennet eus "Charlie-Hebdo"

● ERDEVEN : la nouvelle muni-
cipalité a reçu une lettre à en-tête
du F.L.B. (fédération Bretonne) in-
vitant à établir de bons rapports
avec les naustris de la plage de
Ker...

War ar prim n'eus
Ao Maer an Erdeven
n'em gonvertised d'an noazhpilhez.

War ar gleven e Krogfe
an derroristed da
lokaat ilizoù da darzhañ.
Goude ar jandarminioù...
an ilizoù!...

TUD,NATUR,PEOC'H,
TRAOU HA TUD,MENOZIOU HA TUD
N'ANAVEZAN KET MUI
AR BLAZ,NAG AL LIV,NAG AR CHOMLEC'H
ANEZHO
E-BARZH ROUANTELEZH
MOUGUS-MOGED
SILUS-SI
AN ARME-MENEZ
AN DIR O TIDUDAN AN TIR,TAK-A-TAK...
AN DIR O TIDUDAN AN TI,TAK-A-TAK-A-TAK...
TIR,TAV,TAV,TAV,
DIR,DAV,DAV,DAV,
HA DIN,UNAN,DOW
DEN,
NIKUN KEN
MARV INT

